Bousoueg

Ur yezh tchadek eus is-skourr ar yezhoù tchadek ar reter A.1 eo ar **bousoueg** (*(dam de) bus(so)*) komzet gant tro-dro da 40-50 den nemtken e kornôg Tchad (1971).

Ur war nes mont da get an hini eo.

Gwelet ivez

- Yezhoù tchadek ar reter
- Yezhoù afrez-aziatek

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Bousoueg&oldid=1850621 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 3 Her 2019, da 09:11.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.